

HENTAD AR BREZHONEG

CIRCUIT DE LA LANGUE BRETONNE

BRETON LANGUAGE TOUR



Klaskit deskiñ traoù diwar-benn Lannuon a-drugarez d'al lec'hioù ha d'ar pennoù brudet e bed ar brezhoneg ! War bep panell e vo kavet un divnadell a ziskoacho deoc'h an hini kentañ. Arabat ankouaat flachañ ar c'hKod-QR bep tro evit dizoloñ displegadurioù dibar ouzhpenn ! Ar c'heriaoueg amañ dindan a c'hell harpañ ac'hanoc'h d'en ober.



Krogit ganti : emgav war kae ar Marichal Foch, hent Logivy.



Parcourez Lannion au travers des lieux, des personnages liés à la langue bretonne ! Chaque panneau comporte une énigme à résoudre qui vous permettra de trouver le suivant. À chaque étape, n'oubliez pas de flasher le QR code pour découvrir des explications complémentaires exclusives ! Pour vous aider, vous pouvez utiliser le lexique ci-dessous.



Pour commencer : rendez-vous quai du Maréchal Foch, route de Logivy.



Explore Lannion through places or characters linked to the Breton language ! Each sign has an enigma which must be solved in order to find the next one. Don't forget to scan the QR code at every step to discover additional explanations ! The lexicon provided below will help you.



Start now: go to the Maréchal Foch Quay, Route de Logivy.



Sturlevr titouroù



Guide explicatif




Information Guide



BUDGET
PARTICIPATIF

**LANN
ION**

www.lannion.bzh

		
roz colline hill	maner manoir manor	skol école school
		
uhel haut high	sant saint saint	foar foire fair
		
stank étang pond	garenn chemin path	prad pré meadow
		
kêr ville town	ti maison house	moal chauve bald
		
aod rive bank	glas vert nature natural green	lec'h lieu place
		
diwan germe sprout	pont pont bridge	chapel chapelle chapel